

G.-R. KERAMBRUN

Guillaume-René Kerambrun a zo ganet, eme Luzel, (*De l'authenticité des chants du Barzas-Breiz*, broch. in 8. Guyon. St-Brieuc. p. 31) en Prat (Bro-Dreger). (Breiziz p. 107 a lavar en Bear, en 1812), Studia 'reas ar Reiz, hag etre 1835 ha 1850, ec'h embannas meur a labour lennek en gazetennou ha « Reviou » a Bariz hag a Vreiz. Pa c'hoanteas Pengwern, entanet gant brud ar *Barzaz-Breiz*, dastum a verniou kanaouennou ar bobl vreizad, e kargas Kerambrun da zikour anezan en e labour. Heman ne oa ket gwell-binvidik ; ha 'vel ma vije paeet gant Pengwern deus ar gwerziou a zastume, pa na gave ket awalac'h diouto, e tigouez d'ezan sevel e-unan re nevez, ha rei anezo evel kanaouennou dastummet.

Luzel ar « pismiker », e-unan, a voue tapet gantan, hag a embannas en *Gwerziou Breiz-Izel*, p. 72, ar barzoneg a voullomp aman. Diskleria 'reas goude e vammen (op. cit. p. 22.)

Evidon-me, n'anavezan dioutan nemet ar pez-ze. Awalc'h eo evidon d'ober anezan eur Mestr en e stumm. Na gredan ket e ve kavet en hon yez nag en neb yez all zoken kaeroc'h na gouesoc'h gwerzennou brezellek.

Kerambrun a varvas en 1852 (c. f. *Breiziz*. p. cit.)

Ar Bleizdi-Mor

Lemmomp hor c'hleveïou,
War-lein ar meneziou.
'Wit mont d'ar brezelion !

Arru è listri 'r bleizdi-mor
Da digas brezel en Arvor ;
Ar Ieodet o deus komeret.
Hag an iliz o deus dewet.

An eskop koz, 'n em skuill daero,
En deus renket leuskel e vro ;
Et ez è da glask eur vro-all.
Elec'h na deui ket an dud-fall,

— 8 —

Den na gred ken chom en Arvor,
 Gant an heuz ouz an dud-a-vor ;
 Parko, tier, loened ha tud,
 Holl in gwallet, braz ha munud.

Met ar roue, p'hen eus klewet,
 E dent gant broüer 'n eus skrignet
 Em laket è prest en e hent,
 Gant e holl dud, e holl gerent.

Eun arme vraz 'zo bet savet,
 Hag en Arvor 'z omp arruet ;
 'Bars eur blenen, en bro-Arvor,
 E meump bét kât ar bleizdi-mor,

Epad tri de hon eus stourmet,
 Epad tri de hon euz kannet ;
 Epad ter noz, hep ehana,
 N'hon deus grêt tra nemet laza :

Laza, ken a ruille 'r goad ru,
 'Vel diou waz vras, eus an daou du ;
 Laza, evel dorna kolo,
 Kolo segal, pa ve daro.

Strakal 'rê hor zaoliou kleze,
 'Vel taoliou 'n horz war an anne,
 Ken a fraille pennou tud-vor,
 Evel istren hanter-digor,

Keit ma pade an argaden
 Ar brini 'nije uz d'hon fenn ;
 Pa zo bet fin, en eur goagal,
 Int bet diskennet d'ar festal !

Lemmomp hor c'hleveïou,
 War-lein ar meneziou,
 Wit mont d'ar brezelioù !